
le Coqueux
ad chatoux
(a. 1.32
le même.

Deuf ar pardon eu'en Donet
Eun totik koant a meus raikoubet,

A gantaut eus chupen voulouz,
Ne wiant het a wa hekkour;

Ak eun tok kaër war he bar
Ne wiant het a ve kerden.

Ak e voue o c'houlen ouzin:
— Pabik c'hui veutur Dimezin?

— Neu debet war ar croas hinchou
E ve groët an Dimizion.

Koje beau assambles Dimezet
Eo ret eun tumulte réun Daraujpret.

Neu Debet war a croas hinchou,
E ve groët an Dimezion,

En eun ilis pe réue pourhet
Diray ar Saut, ar Santezet,

Leih ma ve eur belek pe daou
Kerent an Daou du wit testoau.

Bro e ma mam, bro e ma zad
Goulen ho assant a ve mad. —

85 1

Sa m'en retournant du pardon
j'ai rencontré un petit petit bossu;

il portait une viste de velours
je ne savais pas qu'il fut un vaquant.

Il avait un chapeau de castor sur la tête
je ne savais pas qu'il fut du voyage.

et le voilà qui me demande:
— Jeune fille, voulez vous vous marier?

— C'n'est point dans les carrefours
que l'on fait les mariages.

avant de se marier ensemble
il faut se hanter quelque peu.

C'n'est pas dans les carrefours
que l'on fait les mariages

C'est dans une eglise ou dans un portche
en face des saints et des saintes,

C'est où il y a un prêtre ou deux
et des parents des deux pour servir de témoins.

Mon père et ma mère sont encore en vie
il faut bien d'avoir aussi leur consentement, —

Ma zadelo graoud a levare
Dan torteta hoant vel mín clève:

— Nén deotet dan Dizvoedi
a riñ ma merhet da eureujiñ.
Mes da unan deus hon c'hantou
ag avezo den a fyon.

— Me zo aet map alig ne vad
deus kosta ma mam ha mazad.

Roet din ho merh dureken,
me meus assallaih a vayen;

triwaih fillik e so en ti
ha bara micken da zibri.

Pa voan tost d'ar hakonsiri,
ha me clevet tous ar c'hiri;

ha me ag a c'houlen outan:
— a te aet hakous ho aman?

ag hen ac o tistreiñ oulyin
en em riñ fa,ar-dan dine.

— me ha tis ha minous vad,
d'obeid aet c'ha kous deus mazad.

—

mon pauvre père répondit
au pauvre petit bonhomme quand il lui eut parlé.

— Ce n'est point à des gens d'épaysir
que je donnerai mes filles pour femmes;

Ce sera à quelqu'un du pays
qui sera un galant homme.

— Moi je suis fille de bonne famille,
Mon père et ma mère tout de bonne lignée.

Donner moi votre fille ma-foi
De mon côté j'ai de la fortune assez.

Il y a chez moi dix-huit bassins de cuivre
Et du pain blanc pour l'ordinaire. —

—

Comme je m'approchais de la Cagnière
Voilà que j'entends la tourner de côté;

alors je lui ~~dis~~ (à mon mari) demandai:
Est ce un Cagneux qui demeure ici?

Et lui de se retourner de mon côté
en me donnant des soufflets.

—

— Je vous assurai, ma bonne petite fille
à traiter mon père de Cagneux.



Ia Dhia hentan Dañ ghahousiri
na Wuent het hui añ c'hiri;

Buman me zeo hate ho Dishe
houb a meuk kahous seurs.

Buman me wañ hüi añ chiri
Da obeñ chapeu dál listri.

Buman me re en tal an tan
a vez iñ ma c'hahour bian.

ha toman ra outan ma halous
Ha pa vije mab Dun baron.

Ne chanj ta lacat Da baptiñ:—
Rabit a- nom glum Dus ma hini.

3
89

Quand je vins d'abord à la Caquinerie
Je ne savais par tourner les roulets,

Maintenant je les tourne et je les retourne
aussi bien que fille de Caqueur du pays

Maintenant je fais tourner les roulets
pour faire des sables pour les vaisseaux.

Maintenant je marche sur le foyer
pour allaiter mon petit Caquineur

Et mon cœur s'épanouit à la regarder
Comme s'il était du sang des barons.

Ma Destinée est finie pour chacun;
Il ne faut pas me plaindre de la mienne.